

## KIS-602 – Gl. *érection*, *érectile*

(IK da GE – 02 11 98)

Daoust hag un termen bennak a ginnigit e-barzh GEVE.ms. evit treiñ Gl. *érection*, *érectile* ? N'eo ket ar gerioù pemdeziek a vank... met an termenou skiantel pe da nebeutañ neptu n'eus ket kalz !

(GE da IK – 05 11 98)

Setu roll an termenou mezegel en-dro da Gl. *érection*. Evel ma ran er Geriadurioù, e ran melladoù distag evit an termenou kalvezel arveret en despizadurioù.

Br. *argrezañ*. Gl. (*se*) *contracter*.

Br. *barr g. an askorn koazez*. Gl. *branche ascendante de l'ischion*.

Br. *endotelienn b. dlidek*. Gl. *endothélium continu*.

Br. *etrekehent aa*. Gl. *intercommunicant*.

Br. *gwiad g. sonnidik*. Teskad kavennoù gwazhiennel etrekehent pallennet gant un endotelienn dlidek, en araez da arledañ ha da lanvidikaat dre strumm ar gwad. Gl. *tissu érectile*.

Br. *kavennoù ls. (b.) gwazhiennel*. Gl. *cavités veineuses*.

Br. *kentrigenn b*. Gl. *stimulus*.

Br. *kigenn b. sonner*. Kigenn stag ouzh pep blevenn eus ar c'horf, oc'h argrezañ dindan wered kentrigennoù 'zo (ar riv, ar from). Gl. *muscle érecteur*.

Br. *korf g. keviaouek ar c'halc'h*. Pep hini eus an daou organ sonnidik kemparzhek loet e lodenn grec'h ar c'halc'h, o vont eus barr an askorn koazez d'ar vezenn. Gl. *corps caverneux du pénis*.

Br. *korf g. spoueek ar c'halc'h*. Organ sonnidik eus ar c'halc'h, loet en-dro d'ar c'han troazh, o vont eus ar c'harbedenn d'ar vezenn. Gl. *corps spongieux du pénis*.

Br. *lanvidigezh b*. Leugnidgezh gwazhied ur gwiad, un organ. Gl. *turgescence*.

Br. *lanvidik aa*. 1° En araez da lanvidikaat. 2° Er stad a lanvidigezh. Gl. *turgescence*.

Br. *lanvidikaat*. A-zivout ur gwiad, un organ, arledañ dre leugnidgezh ar gwazhied. Gl. *devenir turgescence, être siège de turgescence*.

Br. *nervennoù ls. (b.) ar sonnañ* (pe *nervennoù splanknek a-lestr*). Gl. *nerfs érecteurs d'Erkardt*.

Br. *sonnañ*. Anadenn o c'hoarvezout gant organoù 'zo o vont reut ha kalet dre berzh lanvidigezh ar gwad en o gwazhied. Gl. *érection*.

Br. *sonnidigezh b*. Stad ur gwiad, un organ sonnet. Gl. *érection*.

Br. *sonnidik aa*. En araez da sonnañ. Gl. *érectile*.

Br. *strumm g. ar gwad*. Gl. *afflux sanguin*.

Evit an anvadoù a gorfadurezh, sl. *Geriadur a Gorfadurezh (GEGO)*. Evit lod eus an termennoù all (Br. *argrezañ, arledañ, dlidek, endotelienn, kentrigen*), sl. La-08 & La-09.